


EIZ HA BREIZ



Hennez e vez ar goulou a skleraio ar bayaned
hag a vez gloar ho pobl Israël

Miz C'MOUËVRER 1935

Feiz ha Breiz

Kelaouenn viziek gant skeudennou
Renet gant an Aotrou PERROT

Koumanachou di uz ar bloaz :	Embanon d'ouz ar bloaz :
Breiz	13 lur
Frans ha broiou stag outi	15 lur
Evid ar e zo re diavèz bro	20 lur

Pa gemerer da nebeuta pemp Feiz ha Breiz diouz ar bloaz, pep niverenn a deu da 10 lur hepken

Taolit evez ouz an nevezent :

Evit ma vez eo'ch euna pep tra, da **Serignac hepken** eo e theer kas, hiviziken, kement tra a zeil ouz **Feiz ha Breiz** : skr d'ouz, embannoù, koumanachou ha paemanchou.

Kemennadurez d'hor c'houmananterien. - War golo an daouz-kvet **Feiz ha Breiz** a en em gavo gant hor c'houmananterien, o fejmp, da baea, o unan, o c'houmanant raktal, da : *M. le Directeur de FEIZ HA BREIZ, Serignac* (Finistère, G. C. 2) 802 Rennes, ha neuze n'o devezo nemed 15 gwenneg vizou evit degas o arc'hant, e lec'eur skoed, mu rankfemp karga ar post da vont d'her goulem beteg an ti.

Penzek leiz gondañ an gemennadurez-ze, ma ne vez deuet netra d'comp, e kasimp eur baperenn all d'hol lennerien d'o fed i da baea kenta ma c'helliñ. Né garginp ket ken ar post da vont da c'houleñ arc'hant ar c'houmanachou beteg an ti, rak re vizus eo evit hol lennerien.


TAOLENN AR MIZ

Itron Varia ar Goulou	47
Al lidou zakr	48
Kouer yaouank, kar da vicher	52
Diwar c'hoari, keleñn	54
An torrer mein gwarizius	61
An Danavidig hag ar bleiz	66
Kuzulou ar Medisin	68
Kuzulou ar geginerez	69
Brouderez	70
Al Luduenn	72
Ar Skol vrezonek	81
K pe C	82
Lanig ha Bisig	84
Per ar Cholin	85
Kanaouenn ar Vugale	86
Keleier ar Miz	87
Divinadenou	91


71vet BLEAVÉZ — Num 2

MIZ C'HOUËVRER 1935

FEIZ HA BREIZ



Itron Varia ar Goulou




D'AN 2 a viz o'houëvrer e tigouez
Itron Varia ar Chandelour, kosa gouel en
enor d'ar Werc'hez bet savet en Iliz p'eo
gwiw darn a lavar eo bet savet en amzer
an Ebrestel.

Goulou a vez douget da brososien au
deiz-se rak da genver an deiz-se ar Ma-
big-Jezuz, sklerijenn ar bed, a vee kin-
niget en Templ gant ar Were'hez Vari.

Daou zen koz, Simeon hag Anna, a oa
e Jerusalem o c'halad donedigez ar Christ hag eun dra
bennak a lavare d'ezo ne ziskennjent ket e tenvallijenn ar
bez, a-raok beza gwelet e zeiz o c'houlaoui.

Sklerijennet gand ar Spered Santel ec'h anavesjont Sal-
ver ar Bed er bugel koant a oa gant Josef ha Mari. Her
briata a rejont gant teneredigez. Ha Simeon, dre e « Nunc
dimittis », a laka bemdez an Iliz e genou he beleñ a dru-
garekas Doue da veza grët d'ezan, a-raok mervel, an
enor da veza geillet ambroug e Vab en eun c'hrêt den :

Bremen, Aotrou, lezit ho servicher da vont e peoc'h,
hervez ho promesa ;
rak va daoulagad o deus gwelet an Hini
a deu gantan ar zividigez,
Ho peus savet a-uz an holl boblou,
Evel eur goulou a sklerajo ar bayaned
Hag a vezoo gloar ho pobl Israel.



AL LIDOU SAKR

DEIZ AR BEDENN

Er miz tremen em eus komzet d'eo'h eus tiez ar bedenn hag hon eus gwellet e klask Doue hor mad en ilizou hag ez eo dleet d'eo'mp, d'hor tro, klask enne gloar Doue; er miz-man e komzid d'eo'h eus deiz ar bedenn hag e welfimp e tleomp pedi bemdez hag e tleomp pedi dreist holl da zul.

I. — PEDI A DLEOMP BEMDEZ

Doue ne bed ket, rak ne vank netra d'e eurusted, met ar grouadurien holl a dle pedi, rak atao emaint e dienez eus eum dra beanak.

Al laboused, eme zant Ambroas, a gan meuleudi d'Chrouer, da zav-heol ha da guz-heol, ha ni a vefe duoc'h eget brini ma ne bedfemp ket Doue iveau, da vihana diou wech bemdez, mintin ha noz.

A-holl viskoaz eo bet ar c'hiz-se etouez ar gristenien.

A). — Pedi a dleomp Bome diouz ar mintin,

1) Evit m'hon diouallo diouz pep droug edoug an deiz, « ut nos servet a nocentibus » ; droug a zigouez

gand ar re a bed, buanoc'h c'hoaz gand ar re ne bedont ket.

2) Evit ma westenno Doue hon teod, « linguam refrenans temperet » ; èsoc'h eo d'eun den donvaat eul loen gouez eget n'eo d'ezan donvaat e deod hag ezomm en deus da ober, koulskoude, rak gant an teod e raer droug ken dillo.

3) « Visum fovendo contegat

« Ne vanitates hauriat ».

Ezomm hon eus da bedi kerkent ha m'omp savet evit ma teuio Doue da viret ouzomp da welet, dre hon daoulagad, — prenestrou hon ene, — traou hag a vefe gouest da ober gau ouzomp.

4) Ezomm hon eus da bedi kerkent ha m'omp savet evit ma teuio Doue da viret ouz hor c'halon d'en em staga ouz traou krouet hag hol lakafe da drei kein d'ezan.

Dre hor pedennou diouz ar mintin e lakomp hon daoulagad da zigeri war draou an men.

B). — Pedi a dleomp diouz an noz;

1) Evit tenna bennoz Doue warnomp, goude hon dervez : « Benedictio tua sit super nos semper! »

2) Evit ma pellaio Doue diouzomp an drouk-spered, prins an denvalijenn, a zo dalek mat o troidelat, en hor e'hichen, o klask an tu da leunka unan bennak ac'harnomp : « Querens quem devoret. »

3) Evit m'hon diouallo Doue, evel mab e lagad, « ut pupillam oculi », ha m'hor gwaskedo, dindan e eskell, epad an noz, « sub umbra alarum tuarum protege nos. »

4) Evit ma tigaso e Elez da deurel evez warnomp epad ma kouskimp e peoe'h, « angelii tui, qui nos in pace custodiunt. » Dre hor pedennou diouz an noz e lakeomp hon Elez mat da zerri hon daoulagad, da viret outo da welet traou euzus an ifern epad an noz.

Pedi a dleomp bemdez; ar bed-man, dal ma ne zoug ket a dud o pedi, a gouezo, en e boull; pedi a dleomp hep paouez : an neb ne ra nemet vad a bed atao :

II. — PEDI A DLEOMP DREIST-HOLL DA ZUL

Ar zul eo deiz kenta ar bed, an deiz ma teuas an Dreinded da groui ar bed-man :

Prinio die quo Trinitas
Beata mundum condidit.

Ar zul eo an deiz kenta a vevas Hor Zalver, eur wech ma oa savet leun a c'hoar eus ar bez hag ar zul, eme zant Gregor, eo an deiz kaer ma pigno ennan, goude ar varn ziweza, an Holl Zent hag an holl Zentezed, korf hag ene, d'ar baradoz.

Ar zul, deiz an heol, « dies solis », evid ar baganed a zo deuet da veza evid ar gristenien, an deiz lugernus dreist an holl dervezou, deiz an Aotrou Doue, « dies dominica. »

Ar zul eo deiz an diskwiz; ar c'horf e c'houec'h derivez a zastum magadurez awalc'h evit seiz, met an den n'eo ket eur c'horf hepken a zo ennan,

eur spered a zo iveau,
eur galon a zo iveau,
eun ene a zo iveau,

hag ar spered hag ar galon hag an ene-ze, n'eo ket re d'ezo iveau kaout eun derivez penn-da-benn, evito da c'hel-lout dastum, en derivez-se, magadurez a-walc'h evit seiz derivez hag an dra-ze a reont da zul; da zul eo e lenner; da zul eo e weler ar gerent, ar glanvourien, an amezeien; da zul eo e wel an tad ag ar vamm o bugale hag ar vu-gale o zud; da zul eo e skriver d'ar re n'emaint keñ er gêr; da zul eo e wisker kaera ar c'horf; da zul eo e wisker kaera an ene; da zul eo e vev an den e vuhez den; da zul, dreist-holl, eo e vev ar c'christen e vuhez kristen ha mar deo grêt ar zul evit diskwiza, eo grêt, dreist-holl, evit pedi!

O! kaer eo ar pedennou, e pep tiegez, pa vez bodet an holl en dro d'an oaled; an tad eo beleg an ti, met n'eus

pedenn ebet ker kaer hag an oferenn-bred en eur barrez kristen, a vez enni bodet, holl a-unan, ar barrez tremenet, a vez hanvet he zud er bedenn-zul, ar barrez vreman hag eo ar barresioniz a zo en oferenn hag o beleien hag ar barrez da zont hag eo ar vugale vihan hag o deus bec'h o c'housout, mat a-walc'h, petra eo an dra vrás a dremen dirazo.

E pelec'h kaout pedennou kaeroc'h egod ar re a ganer bep sul, en oferenn-bred : « ar Chyrie », ar « Gloria », ar « Gredo », ar « Sanctus », ar « Bater », an « Agnus Dei »? Netra n'eo ker c'houek da glevet evel eun iliziad tud o kana ar pedennou dudius-se ken e lakeont bolziou o iliz da dregerni : ar bedenn ganet eo kaera peden a zo er bed.

Na laouen ha pinvidik eo ar Stadou ma virer enno penn-da-benn gwiriou Doue p'en em gav ar zul ha ma weler enno lezennou ar Vro o rei harp da re an Iliz hag en o c'henver na trist ha paour eo ar broiou e lec'h ne beder ket ken p'en em gav ar zul, e lec'h ne weler kemm ebet etre ar zul ha deiziou all ar zizun, e lec'h m'ema an dud o veva enno, evel anevedal, kroummet war o ero, eus an eil penn d'egile d'ar zizun, da zul koulz ha da bemdez.

An den, lemha ma vez e spered eo war e dremenvan, pa deu sklerder ar bed-all da greski hini ar bed-man; kals tud am eus gwelet o kaout keuz, en o c'hlenved di-weza, da veza bet chomet hep mont d'an oferenn, da zul, met n'em eus ket gwelet, c'hoaz, eur penn kristen o kaout keuz, o vervel, da veza bet en em skuizet re o vont d'an oferenn ken alies ha bep sul ha bep gouel berz.


Y.-V. PERROT



Kouer
yaouank.
kar
da vicher

AR miziou du hag ar bloaz koz, o vont kuit, an eil da heul egie, o deus kaset ganto, a drugare Doue, an amzer denval hag an dervezioù glao. Gant ar bloaz nevez, ar c'hoummoul teo a zo en em lakaet da vale a-dreuz an oabl hag an heol, inouet oc'h ober e gousk, en deus digoret adarre e lagad gwenn. Poent oa d'an amzer vrao dizrei, rak hon henchou bihan hag hor baoziou n'oant mui goest da charreat o dour hag a venne dont da veza lennou. Hag ar parkeier 'ta, a c'houlenne an eil ouz egile gant enkreiz e pelec'h e chome an dud. An dud? o c'hor-toz ar zec'hor edont. Kerkent ha m'eo deuet ar glao da ehana, int kroget el labour. Epad Miz genver, n'eo ket war hor maeziou eo bet gwelet an divrec'h kroazet. Diskiant e vefe mont da glask eosti el lec'h ma ne vez hadet netra. An had, kouezet eo dournad goude dournad, war an douarou nevez troet, hag abarz pell, an haderien kalonek a welo gant joa o foan digollet. Graet o deus ar pez a oa en o galloud ober : digeri, freuzañ an douar, taoler ennan ar greun; tro an Aotrou Doue eo breman da labourat, d'Ezan da rei ar gliz, ar heol; d'Ezan da zivorfila, er c'hreunenn, ar vuhez, da lakaat ar vuhez-se da greski ha da veza, eun deiz, eost ha bara. Lavarit d'in ha n'eo ket souezus ar vicher-ze hag a dosta kemend ar C'hrouer hag ar c'hrouadur, hag a ya betek ober d'ezo kaout izom'n an eil diouz egile, evit derc'hel ar bed en e zav? Ha penaos kompreñ e ve labourerien douar dizoue, pa devont bemdez skoaz ha skoaz gantan ha pa ne eostont nemet drezañ?

E peseurt micher all e komz Doue kement d'an den? Ar maeziou o nevezi hag o vervel, o wiska hag o tiwiska, o vleunia hag o tougen frouez, a-hed amzeriou ar bloaz, ha n'int ket evel eul leor, digor bras dirak pep hini, hag a zesk d'ezan petra dle beza e vuhez. El labour douar, eo e kav an den ar muia tro da viret ar gourc'henn-zo roet gant Doue, e penn kenta ar bed : « Debri a ri da varz, diouz c'houezenn da dal ». Santel hag enorus eo micher an dud diwar ar maez; rust ha tenn eo kouiskoude. En o zouez arabat gortoz kaout eus ar plasou brao-ze, e c'hounezer enno arc'hant bras, e berr amzer, gant aes war ar c'horf. Stad al labourer douar, muioc'h eget hini all ebet, a zo eur stad a vrezel; war e hent e kav alies an dreiz hag ar spern, ha n'eo nemet o vloumsa e zaouarn, eo e c'hell pakar ar roz. N'ez eus ket a wir joa el lec'h ma ne vez ket bet a boan. Ar wir joa, an den diwar ar maez he c'hav warlerc'h eun dervéz kaset da benn, dirak eul labour graet mat, a-zioc'h eun eost goubariet kaer. Ar wir joa, al labourer douar he c'hav c'hoaz o ren e diegez, hervez e faltazi hag isign e spred, o veva e kreiz e familh, pell diouz trouz ar c'heriou, o viret en e galon ar vertuziou, a-ra ar sura, eurusted an den er bed-man. E kreiz hor maeziou eo e karer e gwirionez al labour, e vezir dismantrag ar boan, e uezzer espérñ, ec'h anavezer mat talvoudegez an traou. Ha setu perak al labourerien douar eo nerz ar vro. En o zouez eo e kaver alies an dud speredekz, ar zoudarded kaloneka. Er c'heriou, ar familhou a zo aet da netra a-benn pevar pe bemp rummad bugale; war ar maez, an hevelep tud a zo en hevelep tiegeziou kantviolaveziou a zo hag atao ker yac'h ha biskoaz. An noblans gwirion, setu i aze, er familhou-ze hag a gar o micher, a chom leal d'ezí hag a laka o foan d'he gwellaat muioc'h mui. N'eus ket eur stad a vuhez all uheloc'h na kaeoc'h eget al labour-douar. Kouer yaouank hag ier c'hredi rez? Perak re alies e plegez da benn dirak ar c'henta krak-aotrou hag e kav d'it eo distera micherour ker savet uheloc'h egédout? En 'han Doue bez' hiviziken muioc'h a fouge ennout gant da vicher.



Diwar c'hoari, kelenn

A Re a gemer ar garg da gelenn ar yaouankiz, ha goude ma ne glaskfent o c'heleñn nemet diwar c'hoari, a gemer eur garg vrás rak diouz ma raint ec'h hentchint o yaouankizou ervat pe o dihentchint a-grenn.

Eleiz a strolladou c'hoarierien o deus c'hoariet e pevar c'horn Breiz-Izel, er goany tremen; dastumet em eus rollou ar peziou o deus diskleriet; sebezet e chom eun den o welet peger bras eo niver ar peziou galleg c'hoariet ha pegeñ dister eo en e gichen niver ar peziou brezonek.

Biskoaz n'eus bet labouret kement ha breman da zevel ar brezoneg, na biskoaz kement d'e ziskar.

Betek-hen ne oa a-eneb ar brezoneg nemed ar c'hañarn, ar skol hag ar c'hañetennou; breman e tigaser eus Paris pe e saver e Breiz c'hoarierien ha c'hoarierzed da drei ar Vretoned a-eneb Breiz.

Mantrus eo traou evelse, n'eo ket 'ta?

Sur a-walc'h, met pa zelloc'h ouz an taolennoù a zo aman warlerec'h e weloc'h peger bras eo an dreug ha peger mall eo hen diarbenn.

NOAL-PONDI. — Da amzer Nedeleg diweza Noaliz o deus c'hoariet **Mister Job er Glean, Ar hent en hadour;** tud a verniou a oa deuet da welet ar c'hoari : meuleudi d'ar Renerien ha d'o c'hoarierien ha c'hoarierzed. prins hag ar brinsez-se en o fenn. **En o amzer ne voe ket**

PLEYBEN. Deux belles séances récréatives, 20 janv. 1935
Nous ne saurions trop recommander aux Pleybennois de venir nombreux au Patro où ils assisteront à un spectacle de choix :

La Petite Mad, drame social en 4 actes.
La Noce à Simone, comédie gaie à 100%, en 1 acte.
Vouée au blanc, pochade comique de Noussane.
Intermèdes : Chants : Monologues

GUIPAVAS

Séance récréative par les jeunes filles de l'Ecole et de l'Orphelinat.

La Chambre mauve, drame en 3 actes.

Prix de beauté, comédie en 1 acte.
Intermèdes variés.

PLougastel-Daoulas

Au profit du timbre antituberculeux au Patro, dimanche 20 janvier 1935.

PROGRAMME :
Les Illusions de Mme Dupont, pièce en 3 actes.

La Bonne à ne rien faire, comique en 1 acte.

PLOUJEAN, au Patro, 29-30 déc.
E tal ar poull, comédie bretonne en 1 acte.

Le Mystère de Keravel, de Botrel, drame en 3 actes.
Br'dou spéculé sur les logements, comédie militaire.

LANDIVISIAU

Noëlistes

Fin déjeuner.

Le Diamant Noir, comédie en 3 actes.

Les Hésitants, saynète. Les jets d'eau, fantaisie couronneront ce choix judicieux fait d'après vos goûts....

TREGLAMUS

Gouel brezonek gant Nedeleg

Penn ar plac'h skanv.

An teir c'had.

Nedeleg an enszivadez vihan.

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Arbre de Noël de l'école N.-D. des Portes.

You! You! sonnez les binious, chant mimé.

Veillée de Sainte Catherine, chant. Miss Annabella fait des confitures, comédie gaie.

Berceuse de Jocelyn, La Bûche de Noël.

La Fille de Juda, drame en 1 acte.

KAOUENNÉC — 23-24 kerzu

Gouel brezonek
Pôtr e vravou berr. Soniou
Ar Mevel laer. « Feiz
Yann pôtr ar gêr. ha Breiz »

PLOUECAT

Les Compagnons de Saint-Pierre interprétèrent samedi en soirée et le jour de Noël, en matinée :

MISTER NEDELEC

Les « Compagnons », après le succès de « Judas er Baison » enrichissent leur répertoire d'une pièce qui connaîtra le succès à Noël.

FOLGOAT : Fête de l'Amicale de l'Ecole libre des Filles.

PROGRAMME :

Me yelo da welet Tintin Seur, pièce bretonne.

Madame la Mode, comédie satirique.

PORSPODER

Patronage Saint-Budoc

A l'occasion des Fêtes de Noël :

Tri urgent mil lur,
La Médaille du Pilote, Botrel,
Echange de Perm..., comédie militaire.

PLOUENAN

Grande séance théâtrale
Mardi 25 décembre au Patronage de N.-D. de Kerellon :

Le plus fort, drame social en 3 actes et 4 tableaux.
Yann e vrugou berr, pièce bretonne, comique au possible.

Une partie de cartes tranquille, pantomime bouffue.
Chants bretons et français, dialogues comiques.

PLOUEZOC'H

Fête de Saint-Etienne

Séance récréative donnée par les jeunes filles du Patronage

PROGRAMME :

Ma liberté, drame en 3 actes.
La dot d'Auvergne, chansonnette.

La lessive, chœur.

Les p'tites Michu, duo.
On demande une Cuisinière, comédie en 2 actes.

Kousk Breiz-Izel, chant.

Ma Normandie, chant final.

PLOUVORN

Dimanche 23 déc., inauguration du Patronage.

La pièce

MOUEZ AR GWAD
a obtenu un véritable succès. Sur la demande de personnes qui n'ont pu entrer, les acteurs ont remonté sur les planches le dimanche suivant.

PLONÉVEZ-DU-FAOU

Cercle des Jeunes Filles

Dimanche 23 décembre :

PROGRAMME :

La Noce à Simone, comédie.
Marc'had Kastel-Nevez, Chants et Monologues

PLOUGOURVEST

Trubuilhou ar seziz paotr yaouank.

L'Elève Caporal, pantomime.
Kalz a gamaouennou hag a rimadellou.

PLOUEZOC'H

Fête de Saint-Etienne

Séance récréative donnée par les jeunes filles du Patronage

PROGRAMME :

Ma liberté, drame en 3 actes.
La dot d'Auvergne, chansonnette.

La lessive, chœur.

Les p'tites Michu, duo.
On demande une Cuisinière, comédie en 2 actes.

Kousk Breiz-Izel, chant.

Ma Normandie, chant final.

PLOUJIEL

Fête de Saint-Etienne

Séance récréative donnée par les jeunes filles du Patronage

PROGRAMME :

Ma liberté, drame en 3 actes.
La dot d'Auvergne, chansonnette.

La lessive, chœur.

Les p'tites Michu, duo.
On demande une Cuisinière, comédie en 2 actes.

Kousk Breiz-Izel, chant.

Ma Normandie, chant final.

SANTEC. — Séances récréatives au profit de l'Arbre de Noël, par les jeunes filles de la paroisse et les enfants de l'école libre. Au programme :
La Fille du Sonneur de cloches, opérette en 2 actes.
L's Drapeaux, ballet gymnique.
Différents intermèdes.
— Ce spectacle satisfera les goûts les plus exigeants —

PLOUJIEL — 22-23 kerzu
Peziou-c'hoari, brezonek holl

TREMEUR

An Teir C'had,
Ar Mevel laer.

GOUDELIN — **STROLLAD**
J. A. C.

Beihadeg Nedelec :
Mab an Tréitour, en 4 avr.
Caramel, comédie.
Etre an arrestou, soniou brezonek.

SCRIGNAC
Evit Gouel
Nedeleg Keranna

C'hoarierien ar BLEUN-BRUG

a zisplego :
An Divroad, pez kentelius.
Ar re c'han a galion, pez Nedelec
eus ar re gaera.

PLougastel-DAOULAS

Troupe
NORVILLE

Démocrate.
La Souris.
Jean-Marie.
La Paix chez soi.

PLOUGONVEN
A l'occasion du gala de fin d'année.

La Troupe du BLEUN-BRUG

prétera son concours :
An Divroad, drame.
Ar re c'han a galion, pièce sur la Nativité.
Mélodies bretones.
Apothéose.

PLOUEDERN — Magnifique représentation bretonne avec le concours de la troupe de Dirinon :
An Dever da garet, drame + **Fosfatin ar plac'h fin**, farce.
— — — Intermèdes — — — Chants bretons — — —

GUIMILIAU 2 et 3 fév. 1935

Le Secret de l'Alsacienne, drame patriotique en 3 actes.

Ostromobil va filher, monologue breton.

Mesdames Penndolok et Janfourtré, dialogue comique breton.

Mlle Pulchérie demandée en mariage, comédie en 1 acte.

AR C'HOUERC'HED, 24 ha 30 a viz kerzu. C'hoariet eo bet an

Aotrou Kerlaban;
ha Sac'h ar Marichal.

TREGORNAN, 30 a viz kerzu.

Trémeur;
An hini goz zo bet e Paris.

CLEDER. — Décembre 1934. — Patronage des Filles :

Au Programme :

Rosalie suit un régime, comédie.
Chanteuse de Rues, drame.

LOC-MARIA-PLOUZANE. — 30 décembre 1934.

Yannick ar mil micher, pez farsus.
Pitoy Colonel, pièce militaire.

GUICLAN. — Salle Sainte-Jeanne-d'Arc. — Séances théâtrales données par les jeunes gens du Patronage, les 3 et 10 février 1934.

Au Programme :

Le Drapeau du 1^{er} Grenadier, drame militaire
Yann an tachou koz, comédie en 5 actes.
Chants bretons et français.

War c'hoarierien Sédillot hag o deus labouret a-eneb ar Feiz ez eus bet youe'het; ker dleet all eo youc'hal war ar re a labour a eneb Breiz !

Ha piou eo ar re-man nemed ar re a laka c'hoari peziou gallek, peziou galleg hepken, dirak tud hag a gomz brezoneg bemdez.

Gand ar yez a gomzer bemdez eo e c'heller lakât ar pez a zo en ene da dremen e ene hor nesa; setu ar pez a lennen war « Ar Falz », diwarbenn c'hoarierien ar Flandez, a c'hoari, nann e galleg, met e flandrezeg :

« L'entrain et le naturel, dont font preuve les acteurs improvisés, lorsqu'ils s'expriment dans leur langue maternelle, la communication parfaite qui s'établit entre eux et le public, ont beaucoup frappé l'assistance. LA MASSE Y PRIT UNE JOIE SANS MÉLANGE. Les spécialistes de l'éducation populaire en ont emporté quelques précieuses leçons expérimentales. »

« Toute l'édition », 8 septembre 1934.

Setu ar pez a skriva iveau d'in, eun dervez, an Aotrou

Buleon, person iliz-veur Gwened, maro, breman ez eus trimiz :

O cette langue bretonne, qui n'est jamais si belle et si parfaite que lorsqu'elle est accessible au peuple, LA SEULE LANGUE (J'EN AI FAIT SOUVENT L'EXPÉRIENCE) QUI TROUVE UN ÉCHO SONORE DANS L'AME DE NOS COMPATRIOTES..., est-elle donc condamnée à disparaître ? Quand je vois les efforts, généreux et opiniâtres, que vous faites pour résister aux succès des « niveleurs imprudent », je me reprends à espérer. »

Ar re o deus labouret a-eneb hor Breiz a gavo atao eur bern digareziou evid en em zizamma :

Ne 'z eus didalvez
Ne gav digarez.

« Je ne vois pas le Christ parlant breton ! »
a lavare d'in, eun dervez, eur c'hoz tamm kamambre (1)
hag a labour, en dra c'hell, da zistroada ar brezoneg, en
e barrez.

Heja a ra eun den e skoaz o klevet komzou ken diskiant.

Darn all a lavaro :

« Vous n'avez pas de chefs-d'œuvre, en breton ! »

D'ar re-ze e livirin : « C'hoariit atao ar pez a zo ha
marteze a benn ma ho pezo c'hoarier an dra-ze e vez
kavet kaeroc'h da rei d'eoc'h, ma ne gavit ket hoc'h
unan ! »

Darn all hag a ro eur pez bennak e brezoneg, a vez
klevet o lavaret, en aoun na vefe kavet abeg enno :

« Oui, nous jouons du breton, car il y a des vieillards qui ne savent pas le français ! »

Kouenza a ra e veudig e dourn eun dem o klevet komzou ken distrantell e genou tud hag o deus kemerec ar
garg da ren re al, rak aoun a cheller kaout na vefent
dall ha na lakafent ar re a renont da gouenza d'o heul
en islonk.

(1) Kamambre : unan hag a ra ardou.

Darn all, er fin, a gav d'ezo beza grêt enor a-wale'h d'ar brezoneg o lakan kana eur « C'houesk Breiz-Izel » pe eur « Bro goz va Zadou » bennak, evel ma roer daou weneg d'ar paour a deu e tal an nor ha mat, pell a zo, evit kaout peoc'h dioutan.

Evit teurel ar bee'h diwar o c'hein e livirint holl : « Ar re yaouank ne c'houennont ket c'hoari traou brezonek! »

Gwechall n'eo ket ar vugale, nag ar re yaouank zoken eo a rae o mistri : senti a raent; breman ar renerien eo ar re renet; ar vlenierien ar re vleniet; ar re a oa dilekt d'ezo beza er penn-a-raok eo a zo er penn warlerc'h; hag an dra-ze eo an dizurz!

Pi XI, en deiziou tremen, pa oa hano da dud ar Sarr da voti pe evid an Alamagn pe evid ar Frans a roe d'ezo ar gentel-man : « Selaouit mouez Doue, e dounder hoc'h ene ha grit diouti! »

Renerien yaouankizou Breiz-Izel, a-raok staga da ober netra a vije mat d'ezo iveau fardella o spred, diskonn emao u-nan, ha selaoou mouez Doue e dounder o ene ha ne rafent ket kement a c'haou ouz Breiz ha ma reont breman, rak ar vouez-se a lavarfe d'ezo : « Breizad out, gwad breizat a zo en da wazied; eun hano breizat a zouges; brezonaz az peus desket war barlenn da vamm, chom bepred breizad hag hep kasaat bro ebet, kar da Vreiz, dreist ar broiou all :

DEC'H, Breiz a oa savet gand ar Zent, ar Rouaned hag an Duked;

HIZIO, eo gwasket, ar pez ma c'hell eur vro beza gwasket;

WARC'HOAZ e vez gwelet he hano o lugerni ker skeudus ha biskoaz ha klevet he yez komzet, kanet ha skrijet evel ma n'eo ket bet grêt ker kaer c'hoaz betek-hen, e kement ti-kêr, e kement ti-skol, e kement iliz hag e kement tiegez a zo e Breiz-Izel.

Eur vro ha n'he deus ket nac'het he feiz, evel Breiz, n'hell ket mervel!

Sant Visant Ferrier, e Gwened, a lavare, war e dre-menyan, breman ez eus 500 vloaz : « Bretoned, c'houi a zo Aotroned! »

Ya! Aotroned vrás e oa hon tud koz, tud a feiz, tud a spred, tud a zoare, tud ha n'eus ket a ezomm da gaout mez evit bale war o roudou : ma vezomp koulz hag i e vezo brao d'eomp!

Y.-V. PERROT

N. B. — Ar re o defe c'hoant da lakan c'hoari peziou brezonek da Veurlarjez pe da Bask a c'hell goulenn roll ar peziou-se o skriva d'an Ao. Ronan Caouissin, Pleyber-Krist.

An torrer mein gwarizius

B EZ e oa gwechall eun Aotrou bras hag a veve en eur c'hastell kaer, du-hont, e Cleger-an-Arc'hant; eun hent bras da vont d'ar gêr dosta a dremene e traon e gastell hag e tal an hent-se e veze atao eur paour kêz koz gwisket fall, gwenn e vleu, war bennou e zaoulin, soublet e benn gantan, o terri mein, edoug an deiz, da lakan hent bras.

D'an eur a garec'h e c'hellec'h tremen, dre eno, hag e oac'h sur atao d'e gaout e kostez an hent, o terri mein gand e vorzol hag e c'henn; mouse'hoarzin a rae ouz an holl ha ne skuize ket o komz ouz an dud a dremene ebioù d'ezan hag an holl a grede e oa eurus den a oa o vale.

E gwirionez, doare da veza eurus en devoa ha netra ken; a-wechou, p'en deveze tremenet meur a eur o terri mein, e leze a-gostez e vorzol hag e c'henn hag e save e zaoulagad warzu ar c'hastell a oa war gern ar roz a-dre e gein hag e wele eur c'hastell kaer, gant mogerioù ledan, touribellou uhel ha prenecher hag a lugerne gant benn-

nou an heol o koueza warno. Ha spered an den koz a nije warzu an Aotrou pinvidik a veve er c'hastell-se, danvez d'ezan n'oa ket ês gouzout pegement, dilhad kaer ha mevelien eleiz.

« O! na me a garfe beza e lec'h an Aotrou-se », eime an den koz, « eun tammat e vije bravoc'h d'in beza o chom en e gastell eget beza azezet aman o terri mein eus an eil penn d'egile d'an deiz! »

Eun derivez e teuas eur plac'h yaouank d'e gaout, gwisket dishenvel diouz plac'het yaouank all ar vro :

— « Beure da, emezi d'an den koz, o sevel he sell warzu ennan.

— « Beure da, emezan. Piou out-te, da vihanan ha perakout gwisket, en doare-se? »

— « O! eme ar plac'h, me a zo eur zorserez hag em eus muioc'h a c'halloud eget holl aotroned hag holl rouaned an douar; eun deveziour paour out; labourat az peus kalet edoug da vuhez ha breman ez peus gounezet beza gopret pelloc'h. Lavar d'in petra a garfes kaout ha me her roio d'it raktal.

Ar paourkêz koz a zavas war e dreid, gant levenez :

— « O! trugarez d'it, plac'h vadolezus, emezan; ar pez a garfen eo beza o veva er c'hastell d'an nec'h aze ha



kaout kement a zanvez hag a vraster hag an Aotrou a zo ennan o chom.


— « Ha gand an dra-ze e vezi eurus, da vihana? » eme ar zorserez.

— « Bezin, sur a-walc'h eme an torrer mein gwarizius.

Ar zorserez a hejas he baz a-benn teir gwech hag an den koz a en em gavas azezet, e-unan, war eur gador vourret, e sal gaera kastell Cleger-an-Arc'hant, endra ma oa deuet e Aotrou da veza torrer mein e kostez an hent hag an den koz a veve e kreiz an diegi hag ar blijadur; mevelien a oa o trei hag o tistrei war e dro; dilhad nevez a wiske bemdez ha ne ouie ket an niver eus e zanvez.

Ne zaleas ket da gaout divlas e vuhez nevez; evit der-chel e renk e ranke dougen dilhad kran hag e kave an dilhad-se re bounner ha pa deuas an hanv, dreist-holl, hag an heol da domma, o c'havas re domm; mont a rae er mèz anezan e-unan dre ma kave e oa an heol galloudusoc'h egetan hag an dra-ze hepken a golle d'ezan e holl blijadur; setu ma 'z eas da gaout ar zorserez ha goudre he c'haout e lavaras d'ez pegez reuzeudik e oa :

— « A! mat! emezi, petra vennes kaout, neuze, evit beza eurus? »



— « Gra d'in kemeret lec'h an heol, emezan, ha neuze, sur a-walc'h, e vezin eurus-tre, dre ma vezin krenfoc'h eget pep den ha pep tra!

Raktal an den koz a deuas da veza an heol hag e strinke e vannou lugernus tu ha tu. Epad eur pennad mat un amzer e chomas hep klemm ken na deuas eur gomoulenn deo da viret outan da lakat e vannou da vont betek an douar; neuze, avat, e c'halvas adarre ar zorserez dillo da lavaret d'ezi peger reuzeudik e oa ha da c'houlen di-ganti ha ne c'hellje ket e drei e koumoulenn evit ma vije eurus da viken.



Raktal e voe roet d'ezan e vennad; troet e voe en eur pez koumoulenn wenn a nije, gant tiz, war eskell an avel hag e kavas mat lezel ar glao da goueza war an douar; sevel a reas c'hoant gantan da zispenn ar c'hastell hag ar garreg vrás m'edo diazezet warni; hag an dour a goueze a-bil; an hent a oa beuzet; an dour a goueze atao; beuzet e voe ives ar garreg; a-nebeudou ar c'hastell a voe dismantret e vogerion hag ar vein anezo stlapet hini aman, hini a-hont; an hini koz, en e gomoulenn, ne oa ket re laouen c'hoaz, rak ar garreg a jome bepred en he sav; setu ma lakeas ar glao da goueza warni p'wil-hoc'h c'hoaz eget ne oa kouezet betek neuze.

Pa oa kouezet eus e zourn diweza beradenn c'hlae a

oa er gomoulenn, ar garreg a jome atao, en he sav, ker somm ha biskoaz.

Ar gomoulenn a yeas e kounnar dre ma oa krenfoc'h ar garreg egeti. An dour a dee'has; an hentchou a ze-c'has; ar gomoulenn a nije bepred a-uz ar garreg ha pa zelle en traon e wele eun den azezet e tal an hent o terri mein gand e vorzol hag ar gomoulenn a welas ervat ne oa doare all ebet gwelloc'h eget hennez da zont abenn eus ar garreg.

You'hal a eure da c'hervel ar zorserez :

— « O! plac'hig koant, emezan, roit d'in va mennad eur wech all c'hoaz; grit ma vezin adarre an torrer mein e tal an hent ma oan gwechall evit terri ar garreg-se; a-hent all ne vezin biken ken eurus! »


Ar zorserez a glevas e youc'haddenn; mouse'hoarzin a reas; strinka a eure he baz er vann a-benn teir gwech hag aa hini koz a en em gavas adarre e tal an hent, e Benn pleget, e vleo gwenn, o terri mein en dra c'helle gant e c'henn hag e vorzol hag e reas al labour-se goudeze betek e varo hep kaout an distera gwarizi ouz an dud a wele o tremen hag a c'helle kaout doare da veza eurusoe'h egetan; deuet e oa da gredi e oa re wir ar pez a lavare ar re goz :

Kement a lugern n'eo ket aour;
Kement a vale n'eo ket paour !

Troet diwar ar c'hemraeg gant
an Dimezell MEIRION DYFNALLT OWEN.

Geriou dies d'ar re ne ouezont ket kaer c'hoaz ar bre-zoneg :

Gwarizius : jaloux ; gwarizi : jalouse ; Cleger-an-Ar-chant : le Rocher de l'Argent ; Beure da : bonjour ; go-pref : payé ; mennad : désir.



Goustadig ha glescharus

An danvadig er yeod flour 'Hed eur wazig 'eve dour
Kalz uheloc'h er prad all, Bleiz a e-ve kemend all.
Tech va Dan-vad penn-gor-nig Tech va Danvadig mat!

An danvadig er yeod flour,
'Hed eur wazig 'eve dour;
Kalz uheloc'h er prad all
Bleiz a e-ve kemend-all :
Tec'h va danvad penngornig!
Tec'h va danvadig mat!

Hag e tired ar bleiz koz,
Lemm e zent ha moan e gov :
— « Te, emezan, loenig rous,
« A rae d'in eva dour lous! »
Kren, va danvad penngornig!
Kren, va danvadig mat!



— « Louza 'n dour, ô ne ran ket,
« Maoun dindanoc'h en dour red! »
— « Eo, ouspenn, breman 'zo bloaz,
« Va zamallet az peus c'hoaz. »
O va danvad penngornig!
O va danvadig mat!

— « Me tamall... breman 'zo bloaz
« Pa ne oan ket ganet c'hoaz?.. »
— « Da vreur neuze, rak me oar!..... »
— « Me n'em eus na breur na c'hoar! »
O va danvad penngornig!
O va danvadig mat!


— « Neuze sur ez eo da dud! »
Hag e kounnar ar bleiz yut,
A lamm war an oanig mat
Hag hen debr e kreiz ar prad.
Kanv, d'am danvad penngornig!
Kanv d'am danvadig mat!

Kalz a dud herio an deiz
A ra henvel ouz ar bleiz :
Ar fallentez a vez tree'h
D'al lealded meur a wech.
Kanv, d'am danvad penngornig!
Kanv d'am danvadig mat!

Diwar : LA FONTAINE (*Le Loup et l'Agneau*).



Kuzuliou ar geginerez



LAKIT eun tamm amann da deuзи war an tan, ne lavaran ket da rouza, da deuзи hepeз; lakit eul loiaid bleud ha kemmeskit mat; glepiут treman al lipig gand eur werennad laez bero, nebeud ha nebeud, en eur gemmeski atao, ken a vero, ha kemmeskit eur pennad c'hoaz, goudre ma ray, ha lakit ennan, da domma ar res-tachou kig chomet abaoe dec'h, hag a zo mat abenn hirio.

Egile all, aman, a zo da veza debret ez-yen, ha da veza graet ez-yen ive :

Lakit, en eur gastoloren, ha draillhet munud : teir chalotezen, eun nebeud serfilh; holen, pebr ha moutard a lakeoc'h ive, ha gwin-egr; kemmeskit mat, ha lakit eol da zebri en eur gemmesk dalc'hmat; ma vez re deo al lipig, diouz ho sonj, e lakeoc'h muioc'h a win-egr; ma 'z eo re zall, e lakeoc'h eur bannig eol c'hoas; gwelet a reoc'h her c'havoc'h mat.

Hag eun all :

Lakit ho tamm amann da rouza, en dro-ma; pa vez rouz a-walc'h, e lakeoc'h bleud, ha p'ho pezo kemmesket mat, e taoloc'h ebarz, eur banne gwin ru; lakit c'hoaz dour-soubenn, eun tammig sukr, eun tammig holen ha pebr, hag eun tamm moutard da rei gwelloc'h blaz d'ezan; hen-man, al lipig-man, evel ar re all a zo mat da zebri gant n'eus fors pe seurt-kig.

LIZIG

Kuzuliou ar Medisin



EUR c'hlenved spegus eo hentman; rak-se, pa vez unan Bennak, er c'hontre pe en ti, klany gand ar « gripp », e ranker e zispartia dious an dud all; hag ar re yac'h, en aoun da baka, a walch'ho aies, o genou hag o gouzoug, en diabarz, gant dour, « douz borike »; lakin « kanfr » dindan o fri a c'hellont ive; d'ar c'hlavour eo mat rei eur banne gwin tomm, sukr ennan; pe eur banne kognac en eun tasad tizan tomm!

Setu aman eul louzou all :

Lakin 1 gramm alum en eul litrad dour; pa vez bet diou eur ebarz, e c'heller en em zervicha anezan evel hen : heja ar vontailh ha diskarga eun hanter gwerennad bep tro, da eva eur c'hard-eur araok ar pred, epad pevar der-vez. Hag an dra-ma a zo c'hoaz aesoc'h d'ober : frota, epad pemp dervez, diou wech bemdez, daou yunud bep tro, eun tamm keuvr ous tal ar c'hlavour.

Tizan diwar bleun roz-ki a zo mat ive ouz ar c'hlenved-ma; hag ive soubenn diwar bour, pe zoubenn diwar gi-gnenn.


Ar re a zebr re a gig, pe a ev kals a evach krenv, gwin hag all, a bako kentoc'h ar gripp egred ar re ne reont ket.

Kredit va c'homzou, lennerien, rak va mestr n'eo ket eur gaouiad eo, met eun den troet d'ober vad d'an nesa, evel m'az eo gourc'hennet d'eomp gand al lezena gristen.


PAOL AR RIOUALLON.

EVIT
HOL
LENNEREZED
BROUDEREZ

An
herminig



1



2

MIGNONED KÉZ,

— Setu aman ar skeuer am ea komzet d'eo'ch
anezan, er Miz tremen, evid' ober eun dorchen.

— En dro d'an herminig-se, broudit peder
gwech ar steredenn geltiek bet embannet war
hon niverenn Nedelec, hag ho pezo eun dor-
chenn eus ar re gaera, evel ma tiskouez d'eo'ch
an daolenn 2.

— Kenavo,

NADOZIG

AL LUDUENN

TEIR blac'h yaouank a veve gant o mamm; diou anezo a oa bras an tamtu anezo hag an drede a oa kamm ha ne dec'he ket diouz ~~en~~ oaled ha setu perak e oa lezhanvet al luduenn. He mamm he c'hare muioc'h egef he diou c'hoar.

Eun dervez ar gosa a lavaras d'he mamm he devoa c'hoant da ober tro ar bed da giask he eurusted : « O! ne virin ket ouzit, avat, eme he mamm; teir gouign a rein d'it zoken da vont ganez en hent; teir vrás ha va malloz pe deir vihan ha va bennoz; evel ma kiri! »

Ar plac'h a lavaras d'he mamm ken dichek ha tra : « N'oun ket nec'het, na ganez, na gant da vennoz ! Ro d'it teir gouign vrás! »


Ar vamm a roas an teir gouign vrás d'he merc'h hag houman a yeas eus ar gêr, laouen bras hag en eur gana, ar pez ne veze ket klevet oc'h ober alies!

Goude beza baleet tri dervez ec'h en em gavas gand eur feunteun hag e rede dour fresh anez; azeza a eure en he c'hichen da zebri eun tamm; n'oa ket lonket mat a-walc'h he eil genouad ganti ma lammais eur c'hi bihan, er maez eus ar feunteun, hag a c'houlenas eun tammig bara outi : « Bale diwar va zro, emezi, ki divalo! » hag ar c'hi bihan a yeas ac'hano lostok.

Goude beza debret he gwalc'h, ar plac'h a gendalc'has ~~gant~~ he hent hag e welas eun ti a zoare, e kreiz eur park; mont a eure davetan hag e skoas gant nerz war an nor; merc'h an ti a deuas war an treujou hag a c'houlenas

outi petra glaske : « Ezomm am eus da gaout labour evel matez! » emezi.

— « Ezomm a-walc'h am bezo eus eur vatez, dizale; breman avat n'em eus ket a amzer da jom da gomz ouzit, rak mont a rankan da ober eur bale pell ac'hant; epad ma vezin oc'h ober ma zro ez pezo amzer da ober anaoudegez gant an ti; mont a c'helli en holl gamprou nemet en himi a zo aze a-dre da gein rak kroc'hen da ziskouarn ne zi-gor ket he dor! »



Pa 'z eas ar vestrez kuit, e voe mall gand ar vatez nevez mont betek dor ar gampr e oa difennet outi mont enni; chom a eure da zellet outi eur pennad ha goude beza sellet mat e krogas enni gant he dourn, her boundas hag e yeas ebarz : « Aour! Aour! va Doue, emezi, na peger brao eo an dra-man! » Berniou aour, e gwirionez, a oa eno; leunia a reas he godellou hag ez eas, er mèz, ken dienkreñ ha tra; azezet e oa war eur gador pa zistroas he mestrez; dont a eure en he c'hichen; lakat a eure he dourn en he godell hag e tennas an aour er mèz hag hen lakeas er gampr el lec'h m'edo kentoc'h. Goudeze ez eas e kounnar ouz he matez : « Che! emezi, ha n'ac'h eus ket bet a aoun oc'h ober ar

pez az peus grêt! » hag e tistagas eun taol dourn ganti o lezel roud he temp biz war he boch; rus he fenn gand ar vez, ar plac'h goude m'he devoa bet an taol-se a yeas ac'hano hag a gemeras hent ar gêr; p'en em gavas e ti he mamm ha pa welas an eil eus ar merc'hed pebez penn a oa outi ha pegen roufennet e oa he boch, e tirollas da c'hoarzin d'ez hag e lavaras d'he mamm he devoa c'hoant iveau da vont da vale bro, da glask he eurusted d'he zro, ha da welet ha gwelloc'h e troje an traou ganti eget gant he c'hoar.

Ar vamm ne enebas ket ouz he merc'h; kinnig a eure d'ez hag e pez he devoa kinniget d'he c'hoar hena hag houman a gemeras evel eben an teir gouigneau vrás hag hi en hent.

P'en em gavas e kichen ar feunteun e welas ar c'hi bihan hag her c'hasas diwar he zro, hep tam, evel m'en devoa grêt he c'hoar; mont a reas en ti; laerez a eure an aour; tapa a eure eur javedad gand ar vestrez diwar he boch hag e teuas d'ar gêr, roufennet unan eus he diouc'h ha ramnet he c'halon.

Al luduenn ma oa fall war he zreid a oa, a-hent all, eur plac'h eus ar re goanta hag eus ar re wella; he c'hoarez a gemeras gwarizi outi dre ma ne oa ket roufennet he fenn gant maouez an ti bihan. Eun nebeud amzer a dremenais hag eun dervez, al luduenn, skuiz o klevet soc'h, a lavaras e oa dâ ganti mont iveau d'he zro da aveli he fenn; teir gwastell vihan a gemeras gant bennoz he manm hag hi en hent, laouen bras.

P'en em gavas e tal ar feunteun e lammas ar c'hi bihan adarre, er mèz eus an dour, da c'houlenn bara outi evel m'en devos goulenet ouz he c'hoarez :

— « Ya 'vat », hag e roas eun tam bar a bouk d'ezan, « setu bara d'it! »

— « Met », eme ar c'hi c'hoaz, « tri bugel bihan am eus ha du int gand an naoun ».

— « A dra zur, red eo d'it kas peb a dammig d'ezo iveau! » eme al luduenn hag e roas he bara d'ar c'hi.



— « Eur galon uhel az peu.. hep mar ebet, ha c'hoant am eus d'az tigoli, eus va gwelia », eme ar c'hi. « Ha gwelet a rez an ti bihan a zo a-hont! »

— « Ya, her gwelet a ran! »

— « Mat! kerz beteg eno; ha goulenn ouz maouez an ti da gemeret da vatez; kemeret e vez; gra ar pez a c'hour'hemenno d'it ha gand a ri n'es ket da lakat da dreid er gampr e tifennouz ouzit mont enni; ma sentes ouzin ema grêt da fortun ganez. »

— « Bennoz Doue d'it, va c'hi koant », eme ar plac'h, war eun ton flour; « obet a rin hervez da guzui mat! »

Noz-tenval e oa ha dies d'ez mont a-raok; en em gaout a c'hellas, koulskoude, beteg an ti : « Teehet a rankan eur pennadig », a lavaras mestrez an ti d'ez, « chomit aze d'am gortoz; arabad e veze d'eoc'h, avat, digeri dor ar gampr a zo aze a-dre ho kein. »

Ha maouez an ti kuit, evel en diou dro all. Koant dius e oa pep tra; Plac'h al Ludu daoust da ze ne lakeas ket he zreid er gampr zifennet.

Nebeud amzer goudeze, e teuas merch'h an ti d'ar gêr **adarre**. Sellet a reas ouz al Luduenn; mont a eure betek **enni** ha goude beza laket he dourn warni estlammet bras e **lavaras** : « Pell bras a zo abaoe ma klaskan eur plac'h vat hag eün; her c'havet am eus, pelloc'h; breman ma 'z eus eun dra bennak er bed hag az pefe c'hoant da gaout, lavar d'in, hag ez pezo da c'houlenn raktal. »

— « N'eus nemed eun dra er bed hag a garfen kaout », eme al Luduenn, « hag eo eur guchennig arc'hant da rei d'am mamm; braoa ma c'hellan a ran d'ezzi, met ker mac'hagnet oun ma n'oun ket evid ober nemeur a vad d'ezzi! »

C'hoarzin a reas maouez an ti hag e lavaras : « Plijadur a ra d'in gwelet e kares da vamm ha setu perag e roan d'it ar yalc'h-man : kant lur a zo enni; tenn ar-chant anezi ken allies ha ma kiri, kant lur a jomo ganez enni atao! »

Ken souezet ha ken estlammet e oa ar plac'h ma ne gavas ket eur ger da drugarekaat he madoberourez; ken dies e vije bet d'ezzi kredi ne oa mui kamm ha ma oa d'ezzi kredi he devoa hiviziken 100 lur hag a vije d'ezzi bepred; pa gemeras ar yalc'h e stagas da ouela, met n'eo ket daerou a zoan, daerou a levenez eo a skuilhe.

Ha maouez an ti a lavaras d'ezzi : « N'es ket da ouela; eur plac'h koant out ha n'az peus ket da bar; n'out ket digolet mat a-walc'h c'hoaz; setu eur voest vihan; he digor ha lavar d'in petra weles ebarz! »

— « Gwelet a ran eur palouër » (1), eme Blac'h al Ludu.

— « Mat, bep wech ma laki ar palouer-se war da zilhad e teui an danvez anezo da veza kaeroc'h kaera. Pe-tra a welez c'hoaz?

— Eun nadoz, eme eben.

(1) -- Eur palouer, pe eur broust, mar d'eo gwell ganeoc'h.

— Bep wech ma laki an nadoz-se war da zeul e vezoloerier ha bouteier eus ar re goanta ouz da dreid; n'eus netra ebet ken en da voest?

— Eo eur westenn vihan a zo iveau, eme Blac'h al Ludu.

— Bep wech ma heji ar westenn-se, er vann, e tigouezo, en da geaver, eur marc'h eus ar re goanta ha ma vez hejet diou wech e teuio daou varc'h davedout; ma hen hejes teir gwech e teuio davedout daou varc'h starnet ouz koanta kar bihan a zo bet gwelet biskoaz war an douar hag ar c'hezeg pa vezi ouz o blenia a vez eus ar re reisa a oufed kaout. Ha laouen out breman? »

Al Luduenn a zellas ouz an traou a roed d'ezzi, met ne c'heillas ranna ger ebet ker beuzet e oa he c'halon gand al levenez hag an drugarez; maouez an ti he briatas hag a roas d'ezzi eur pok karantezus ha neuze Plac'h al Ludu a yeas d'ar gêr.

Pa deuas en ti e reas evel ma vije ker mac'hagnet ha ker paour ha kentoc'h; he mamm, en eur c'hoarzin, a astennas he dourn hag hen tennas war he c'halon; gwell e oa ganti ar plac'h o tomma war an oaled, eget holl binvidigez ar bed. Ar zadorn a deuas ; ar vamm a yeas betek kér, evit prena he diankachou; an diou vere'h kosa a yeas iveau da ober eun dro d'ar marc'hallec'h, evit gwelet an doareou, Neuze e tigoras Plac'h al Ludu he boest hag e tennas ar pez a oa ennan er mêz; lakât a eure ar palouer war he broziou hag ar spilhen en he bleo hag an nadoz war he seul ha gasket e voe penn-da-benn gant dilhad eus ar re gaera; heja a reas ar westenn, er vann, ha raktal e teuas eur marc'h brao bras en he c'hichen. Lammal a eure raktal war e gein ha dao d'ar marc'had. Sellou an holl a oa troet venn; den ebet, avat, n'hen anavezas. Ar merc'had yaouank a lavare e oa eur pennavel; ar merc'had koz a lavare e oa koant bras hag e oa dies kaout he far; an dud yaouank a lavare mil ha mil dra diwar he fenn hag holl o devoa c'hoant d'he c'haout da bried; eur wech grêt ganti tro ar marc'had, al Luduenn a yeas d'ar gêr.



Pa-deuas ar vamm hag he diou verc'h, d'ar gêr, d'o zro, e kavjont Plac'h al Ludu war an oaled, dirazo. La-vout a rejont hano d'ezi diwarbenn ar plac'h koant a oa er marc'had; an diou c'hoar hena a gave abeg enni muia ma c'hellent; ar vamm, avat, a lavaras e oa danvez eur sell enni ha doare da veza eur verc'h fur hag hegarat.

Eur zizun a drevenas ha deiz ar marc'had a deuas adarre. Fear a oa en deiz-se hag eur foar vras rak ne oa den yaouank na plac'h yaouank ebet er seiz parrez tosta ha ne vijent ket eno. Tud, ha ne oant ket bet er marc'had bloaz a oa, a oa diredet tra ken nemed evit gwelet ar plac'h sebezus a oa aet ar vrud anezhi dre bevar c'horn ar Vro.

Wardro kreisteiz e teuas Plac'h al Ludu, war he marc'h, da ober eun dro d'ar marc'had; mab ar roue a oa dre eno hag en devoa youl da gomz outi, met hi ne reas ket eur van outan hag a gendalc'has da ober he bale; diou eur goude p'edo o vont kuit e kavas mab ar roue adarre e tal dor ar gêr veur; hen e-unan a glaskas kregi e penn

ar marc'h; al loen, gand e aoun, a reas eul lamm treuz hag uaan eus boutou ar plac'h yaouank a reas eun tam trouz o kouez d'an douar; houman, hep gortoz ma vije dastumet d'ezi, a yeas ac'hano, evel eul lapous etrezeg ar gêr.

Antronoz mab ar Roue a lavaras en devoa kavet eur votez hag e timesje gand ar vaouez a c'hellje he lakât en he zroad. Ar prins a drevenas eur miz o redek ar vro da glask an hini a c'hellje he gwiska : ne gavas hini.

Eun dervez, skuij maro, ec'h en em gavas da skei war dor ti al Luduenn; rei a eure ar votez da gwiska d'an diou blac'h kosa a skrijas betek blenchou o bleo; koulskoude, kaer o devoe poania, ne c'helljont ket gwiska ar votez; neuze her c'hinnigas da Blac'h al Ludu her gwiskas brao bras war he zroadig munut. Mab ar Roue a lavaras raktal : « Plac'h yaouank, c'houi eo ar vaouez a oa war varc'h, en deiz all, oc'h ober tro kér; breman mar am digemerit e vezin ho pried ha mat e vezin ouzec'h atao, betek deiz va maro! »

— « Ne zimezin ket ganez! » eme Blac'h al Ludu, tenval he daoulagad.

— « Ma ne zimezan ket ganez, eme vab ar Roue, ne c'hellin birviken beza eurus war an douar-man! »

— « Ne garfen ket chacha strafuili hag enkrez war-nout ha koulskoude n'oun ket evit tec'hel diouz va mamm, kdment all am c'har! »

— « N'ez pezo ezomm ebet da bellaat diouti, eme ar prins, hag eun digemer eus ar gwella az pezo koulz hag hi digand ar rouanez a vezouz da vamm-gaer. »

— « Laouen oum o klevet an dra-ze, met n'in ket ganez hizio; red eo d'in gortoz betek disadorn kenta... »

Kel laouen e oa breman pean mab ar Roue o tistrel d'ar gêr ha ma oa tenval a-raok m'en devoa gellet gounit kalon Plac'h al Ludu.

Ar zadorn warlerc'h a deuas; an diou blac'h kosa a oa war zav a-bred hag e redjont d'ar marc'had hep koll o

amzer. Plac'h al Ludu, pa welas e oant aet kuit, a wiskas he mamm gant dilhajou kaera Iwerzon hag hi he-man a oa war he zro dilhad eus an danvez pinvidika a oufed gwelet; teir gwech ec'h hejas he gwestenn er vann ha raktal daou varc'h brao hag eur c'har alaouret a jomas a-zav e tal dor he zi; pignat a reas ar verc'h hag ar vamm er c'har ha ne zalejont ket d'en em gaout er marr-chad; mab ar Roue a oa e tal dor kér ouz o gortoz; o anaout a eure, dal m'o gwelas; laouen bras e lammes er c'har hag e pokas d'ezzo c'houek; ober a rejont tro ar marc'had a goude ez ejont da di ar roue o digemeras koulz hag ar rouanez gant karantez; dimezi a reas an daouzen yaouank ha goudeze e vevjont an eil e serr egile, koz koz, laouen laouen, gwenvidik gwenvidik. Kals krent d'ezzo a deuas d'an eured; tudchentil ha tud izel, tud koz ha tud yaouank, tud divalo ha tud kaer a voe eno.

An dud a oa brao d'ezzo beva er vro, endra m'edo ar prins hag ar brinsez-se en o fenn En o amzer ne voe ket red d'an dud mont da gemeret perz e brezel ebet!

'Froet eus an iwerzoneg e brezoneg gant Ralph St V. Allin-Collins (almha in Ua Coileain) Hal Wyn, diwar « Teacht Aniar », Ad Majorem Dei Gloriam, Londrez, Breiz-Veur, miz du 1934.

ER MIZ A ZEU :

Yannig ar C'hoat bras

● Ar skol vrezonek ●

EXERCICE I

COURS ÉLÉMENTAIRE ET MOYEN

a) Mettre les mots suivants au pluriel, et traduire ce pluriel en français.

Exemple : **breutaer, breutaerien** : les plaideurs ou avocats.

b) Faire entrer ces mots bretons pluriels dans une phrase bretonne en évitant de copier les uns sur les autres.

Exemple : **ar vreutaerien a zo tud teodet mat.**

Kloareg, kelaouen, torz, tosenn, balaneg, kabell, kazeg, barz, brec'h, skouarn, fron, lagad, skoaz, glin, lez, gar, dorn, askorn, troad, biz-troad.

EXERCICE II

COURS MOYEN ET SUPÉRIEUR

Traduire en français les **Kanaouennou ar Vugale ; Son ar gevier et Marc'hariadig.**

EXERCICE III

COURS SUPÉRIEUR

Vous avez vu votre père fumer sa pipe.
Décrivez ses actions avant, pendant et après.

ALIOU A ZELL OUZ AN DEVERIOU

1) Kalz ne lakont timbr ebet, Goulenn a raer eun timbr a zek-kwenneg evit pep « Cours ».

2) Lod ne reont nemet an hanter eus an deveriou. Ar « C'hours Supérieur » a die ober an dever II hag an dever III.

Ar « C'hours Moyen » an dever I hag an dever II.

Ar « C'hours élémentaire » an dever I.

3) Darn a gas o deveriou d'an adres fall : **Cours Élémentaire**, da veza kaset da : M. Caurel, Instituteur libre, Saint-Thegonnec.

Cours Moyen, da : M. le Recteur de Poullan, par Douarnenez.

Cours Supérieur, da : M. Séité, Pensionnat Saint-Joseph, Landerneau.

K pe C ?

B ISKOAZ n'eo bet gwelet ar Vretoned, pe i a zo o chom e Breiz pe i a zo tec'het diouti, da heul o bara, o sevel, war o zreid, da zifenn ar brezoneg, evel ma reont breman ha biskoaz ken nebeud ne 'z eus bet gwelet tud ouz her studia ker piz hag ouz her skriva ker mat ha ma 'z eus bremen.

Kousto pe gousto, doriou holl skoliou Breiz-Izel, re ar c'hériori koulz ha re ar mèziou, a zigoro dirazan, hep dale; eur vez eo gwelet, e Breiz-Izel, Bretoned ne ouezont nemet galleg hag a zo divroïdi en o bro o-unan. Leorion nevez a ranko eta beza grêt da lakat etre daouarn ar vugale, skrivet holl en eun doare henvel hag en eun doare rez. An Tad Merien, person Bretoned Paris, hag a zo oc'h ober eur yezadur brezonek nevez, a zo deuet da wlelet ez eus bet grêt eur fazi bras p'eo bet kemeret al lizerenn K da skriva ar brezoneg, e penn kenta an naontekvet kantved hag e kred ez eo eun dra vad en em zizoher eus al lizerenn-se ; setu aman an digareziou a ro d'eomp da harpa e c'houlenn :

RAISONS DE REMPLACER LE K, EN BRETON PAR LE C

1^o **Raison d'unification des langues celtiques** : Les autres langues celtes, l'irlandais, l'éossais, le gallois emploient toujours le C (qui a le son dur) et jamais le K.

2^o **Raison de parité avec le G** : En breton le G est toujours dur ; pourquoi n'en serait-il pas de même du C ? De même que le son doux de G est toujours marqué par J, de même le son doux de C est marqué par S.

La raison qui a fait adopter le son C toujours dur vaut également pour le C. Dans les autres langues celtes, le C et le G ont toujours le son dur.

3^o **Raison d'étymologie** : Le CH est une mutation du son fondamental C et non de K. En irlandais, on écrit la spirante CH en mettant seulement un point sur le C.

L'exemple suivant nous fera mieux saisir les trois raisons ci-dessus indiquées :

ECRITURE ACTUELLE	ECRITURE PROPOSÉE
va c'hi	va c'hi
da gi	da gi
e gi	e gi
he c'hi	he c'hi
hor c'hi	hor c'hi
ho ki	ho ci
o c'hi	o c'hi

Les trois lettres c, g, c'h nous semblent mieux aller ensemble que les trois lettres k g c'h.

Quelles raisons avez-vous de garder le k ?

Ar skrivagnerien ne vefent ket a-wale'h a-du a zo pedet da ziskleria o rezoniou dre lizer kaset, kenta ma c'hellint, pe da Rener « Feiz ha Breiz », Scrignac; pe d'an Tad Merienne, aumônier des Bretons de Paris, 42, rue de Grenelle, Paris VII^e.

Lanig ha Bisig e... Menez-Mikaël



Lanig — Eur blijadur eo rinkla e giz-se...



Bisig. — Où gonstadig, Lanig !...

Lanig. — Alo ! deus heb-aon !...



Badaboum ! Emaomp taouarc'hennet brao en taol-man !



Lanig. — Alo ! Bisig ! sav ha deomp adarre.

Bisig. — Nann ! me'zo lamm !...

(Diwar Gymru'r Plant).

...Ha Per ar C'holin ?



— **Kelou diweza :** Per a zo beo c'hoaz a drugarez Doue, met, fall a-walc'h eo e stad, koulskoude !... Gwelout a rit.

Kanaouennou ar Vugale

SON AR GEVIER

Biskoaz ne c'hoarzis kement all
 Evel am oa grêt en deiz all !
 O welet ar bleiz o prena per
 Hag al louarn o werza yer.

Me 'm eus gwelet eun ounner vloaz
 A zouge Kemper war he skoaz
 Brest ha Rekourans, war he lost
 Ha c'hoaz ez ae ganto d'ar post.

Me 'm eus gwelet eun ounner vriz,
 O kas ar bed-man war e giz.
 Me 'm eus gwelet eun ounner zall
 O kas ar bed-man d'ar bed all.

Ha me 'm eus gwelet eur goukouk
 Eun daboulin stag ouz he chouk.
 Me 'm eus gwelet eur c'heveleg
 O planta fa en eur garreg.

MARC'HARIDIG

Marc'hарidig Bili Maout,
 Deut en hent-man gant ho saout
 Daou avalig 'zo en tan,
 Deut en hent-man, pô unan
 Eun askornig 'zo er pod
 Deut en hent-man pô ho lod.
 Marc'hарidig a bliж d'in
 Kalz a labour a ra d'in
 Goro 'r zaout, o c'has er m  z
 Terri 'r bodez, skuilka 'l l  z !

Soniou dastumet gant Mari-Anna Abgrall,
 eus a Lambao-Wimiliau.

KELEIER AR MIZ

AR BREZONEG ER SKOLIOU

Er bloaz tremen, 15 parrez o deus savet o mouez evit goulenn ma vez desket pelloc'h ar brezoneg er skoliou : Gwerleskin, Huelgoat, Kastell-Paol, Montroulez, Rosko, Bolazeg, Carantec, Taule, Plouescad, Landivisiau, ar Faved-Lanvollen, Speied, Ploare ha Lennon.

Red eo e teufe holl barreziou Breiz-Izel, edoug ar bloaz nevez-man da heulia skouer vat ar 15 parrez-se; eur vez eo, dirak ar bed-holl, ouspenn ar pec'hed, d'ar c'houarnamant kaout ar yudaserez da waska eur yez ker kaer ha ker pinvidik ha ma 'z eo ar brezoneg.

« AR FALZ » a ra iveau labour eus ar c'henta o tas-tum a-gleiz hag a-zehou sinaturiou tud a-du gand ar brezoneg.

Tri strollad Bretoned divroet o deus sinet iveau evit ma vez desket doriou skoliou Breiz-Izel d'ar brezoneg : Bretoned an Yonn, bodet e Joigny, kelc'h kelktiek Paris ha « Bro Goz » Alger.

Ar Vretoned breman a zo anezo e pep lec'h, e pep k  r, e pep bro ag e peb karg kouls lavaret; o gwaska a vez gellet, met ne vez o ket gellet ken o zrec'h; red eo d'ezzo en em unani ha sevel war o zreib ha stourn rak ezomm a zo d'hen ober; ma n'her c'hredit ket lennit ar c'helou heugus-man a gavan e « Breiz » ar 27 a viz genver hag a zo sinet Brogarour :

En eur barrez eus eskopti Gwened hag e komz an holl brezoneg enni ez eus diou skol gristen.

E penn skol ar baotred ez eus « Breudeur » nemet ne zougont ket o dilhad menec'h; skol ar baotred a zo e karg leaneed gwisket e dimezel.

Ar Vreudeur a oar hag a gomz brezoneg; al Leaned ne ouezont ket a vrezoneg; eus ar C'hreisteiz int.

Hag e sonjít : O! ne vezint ket pell o teski.... evid ober katekiz e brezoneg.... evit kompreñ o bugale....

— « Ar brezoneg d'ar pilhou! o deus int-i lavaret. Ni n'ouzomp ket a vrezoneg; ar brezoneg d'an traon! Galleg penn-da-benn.... Ar vugale a rank deski hor yez-ni ha nann ni o hini. »

Setu petra a vez gwelet bremen er barrez-se.

Ar baotrezed ne zeskont nemed ar c'hatékiz gallek; ne leveront o fedennou nemed e galleg....

Hag ar gerent, a c'houlennit-hu? Petra lavar ar gerent eus kement-se? Int-i eo a rank beza mistri ha nann al leanezed.

Ar gerent a zo bet troet o fenn d'ezo gand an « dimezelled », rak ar re-man a zo bet oc'h ober tro ar barrez, o rei da anaout d'ar gerent n'int bet, betek-hen, nemet genaouieien o komz brezoneg, o lavaret o fedennou e brezoneg, o teski o relijion dre ar brezoneg....

Ar gerent o deus kredet, pe grêt an neuze da gredi. En iliz pa vez lavaret ar pedennou, ar baotrezed a jom serret o genou ganto.

Er gêr, pa vez lavaret grasou, diouz an noz, ar baotrezed a lavar o fedennou, — pa leveront, — en o fart o-unan.

Traou a eneb BREIZ evelse a zo traou a eneb FEIZ; dall eo an neb n'her gwel ket; n'heller ket o gouzant; dre gaer pe dre heg, red eo a diarbenn.

AR BREZONEG E LONDREZ

Skriva a raer d'eomp :

Bep yaou etre 5 eur 45 ha 7 eur 15 diouz an abardaez ec'h en em vod ar re a gomz brezoneg er 140, Fenchurch Street, Londrez E. C. 3, e bureo Ralph St V. Allin-Collins, (Drouiz Hal Wyn).

Plijadur o devezo o welet tud arall hag a c'hello komz brezoneg ganto o tont da greski o niver, rak betek-hen n'int nemet tri : Allin-Collins, a ouenn kernevek-iverzon-nek-breizek, Paol Durivault, eur Breizad eus an Naoned hag e vignon Jack Roberts, eur c'hembraeger.

En hano Doue ra vezo ar brezoneg komzet gant tud Breiz, kel laouen all ha ma vezomp-ni o c'hellout her c'homz, du-man e Londrez ha bezomp a-unan, « ad majorem Dei gloriam, e karantez Doue ha Breiz ».

HANVEDIGEZIOU

÷ Hor c'henvroad ha mignon mat an Aotrou James Bouillé, eus a Berros, Rener an « Droellenn », — Atelier Breton d'Art chrétien, — a zo nevez bet hanvet da ezel diavêz-bro, gand Akademi Arz kristen Iwerzon. « Feiz ha Breiz » a gemer tro ac'hano da ginnig d'ezan e wella gourc'hennou evid al labouriou kaer a ra wardro ili-zou ha chapeliou hor Bro.

÷ Hor c'henlabourer mat an Aotrou Yvon Ar Floc'h, eus a Blougerne, a zo bet hanvet, e miz kerzu diweza, da gelennor e skolach Sant-Die, el lec'h m'en deus skol da ober da 610 a vugale hag a dud yaouank; n'eo ket labour eta eo a vanko d'ezan, a drugarez Doue.

Hor gwella goure'hennou ha yec'hed mat d'ezan e bro santez Jann d'Arc.

GINIVELEZ



An Ao, hag an I. S. Boucher hag o merc'h Monika, Gendarmerie des Pileux, o deus al levenez da zigemenn d'eo'h ginivelez o mab ha breur Hervé digouezet d'an 29 eus a viz du diweza.

Yec'hed mat ha buhez hir da filhorbihau sant Hervé.

÷ An Aotrou hag an Itron Lemée, sekretour kelc'h keltiek Paris, a zo laouen o kemenn d'eo'ch ginivelez o mab Erwan-Mari, d'an 13 a viz kerzu 1934, e Paris (XII^e), 31, rue de Wattignies.

÷ Patrik An Dû a ro d'eo'ch da anaout eo deuet war ar bed, e Gwengamp, d'ar 5 a viz genver 1935, hag ez eus gantan c'hoant beva.

Gour'hemennou kalonek da gerent ar vugale-se ha d'ezo holl, bihan ha bras, yec'hed mat ha buez hir.

ROAZON-BREIZ

E Radio-Breiz, e Roazon, eo bet kanet d'ar 27 a viz genver diweza, da 8 eur 30 diouz an noz :

a) EUN EURED E BRO-WENED, Salud Breiziz, Deomp da glask hon Dousik, Salud kér didrous, Job en deus choazet e vestrez, Kenavo.

b) Son ar Gernevodez, An nevez amzer, Penaoz e rin-me krampoez.

d) Paotred Rosko, Matilin an Dall, An hirvoudou, Sao Bre-Izel, Mouelc'hig noz, Noz vat tud vat, Bro goz va Zadou.

Tamm ha tamm ar brezoneg a gemer e lec'h, e kement tachenn m'eo dileet d'ezan beza enno.

EUL LEOR NEVEZ « AN TORMAOAD »

An Aotrou Sklison a zo o paouez sevel eul leor brezonek hag a vez unan eus ar re gaera, sur a-walc'h, a zo bet moulet biskoaz.

Dek lur e kousto al leor-se d'ar re a gaso o hano raktal d'an oberour; d'ar re n'her rakprenint ket e vez daouzek lur.

Kasit hoc'h hano, adalek vremant, d'an Aotrou SKLISON, Menez-Laouenan, PLOUNERIN.



Divinadennou miz c'houevrer



1. — Petra 'vez atao en tu kleiz da Jezuz-Krist?
2. — Livirit d'in 'ta, va zud kez,
Piou a deu hag a ia heb ober trouz bemdez?
(Degaset gant Tanguy Creignou, Kleder).
3. — Y...n.g ...l ...i.h.r
...e... a v...e..
4. — A...e... a...n... a.d... o...r
...i...n... e...o... a...n... u...
(Degaset gant Suzanna Simon, Gwitvevede)
5. — G.a...i.i...r v... a... e...i.
W.r.'h...z... a...e.e e... a.v.
(Degaset gant Helena Cuzon, Briec).

Arabad degas ar responchou ken na vezo moulet divinadennou miz meurz.

Responchou divinadennou Here, Du ha Kerzu 1934

— MIZ HERE —

1. — Keuz re abred ne vez ket
Keuz diwarlere'h ne dalv ket.
2. — An hini a zut diouz an noz
A ya gand an diaoul pa vez koz.
3. — Ar paour pa binividika
Gand an diaoul allies a ya.
4. — Merc'h a nac'h gwiskamant he mamm,
D'he feiz kazi-sur he roio lamm.

— MIZ DU —

1. — An neb a fell
Hennez a c'hell.
2. — An hini ne riskl netra
Na koll na gounit ne ra.
3. — Gwell eo ranna etre dek
Eget lezel uman heb.

4. — Bezomp bepred Bretoned
Bretoned tud kalet.
5. — Pa 'z aio ar brezoneg eus ar Vro,
Ar feiz a yelo ivez d'he zro.

— MIZ KERZU —

1. — Tenna heb lakat,
Berr e pad.
2. — Yac'h pa glanver
Beo pa varver.
3. — Grac'h klemmus
Grac'h padus.
4. — Gwell eo beza laouen war ar vein o kana
Eget n'eo azeza war an aour da leñva.
5. — An hini a zalc'ho an askorn
A ielo ar c'hi da heul e zorn.

O DEUS RESPONTET MAT D'AN DIVINADENNOU-SE
Louise Salaün, eus an Trehou, gant 13 war 15
Suzanne Simon, Gwitevede, gant 8 war 15.

Evit skigna ho keleñnadurez hag embann ho koueliou

Pa ho pezo c'hoant da lakat moula eun dra ben-nak MARC'HAD MAD, skravit da RONAN CAOUISSIN, PLEIBER-CHRIST (Finistère).

Setu aman darn eus e briziou :

Format in 16° impression recto	le 100 : 5 fr.
Le 100 en plus 2 fr.	
— — impression reoto-verso	le 100 : 9 fr.
Le 100 en plus 3 fr.	
Format in 8° impression recto	le 100 : 8 fr.
Le 100 en plus 3 fr.	
— — impression recto-verso	le 100 : 14 fr.
Le 100 en plus 4 fr.	

Programmes. — format in 8°, 4 pages, le 100 : 20 fr.
Le 100 en plus 5 fr.

Actes de baptêmes, formulaires de bans, etc., le 100 : 5 fr.

Images de communion, d'ordination, de confirmation etc.

Impression au verso, le 100 6 fr.

Cartes de visite modernes, le 100 : 7 fr. — les 50 : 5 fr.

Ma 'z eus mouladuriou all hag ho pefe c'hoant da lakat ober skravit d'ar mouler : R. CAOUISSIN, Pleyber-Christ.

BRETONED, evit gwin Champagn

Gwin Champagn, W. SANDERS, Reims
eo gwella ha marc'hamata gwin Champagn a oufec'h kaout da brena er vro-man.

Evit kloza al leinou bras hag evit krenfaat ar re glanv, n'eus gwin ebet gwelloc'h egetan !

Goullennit ar priziou ouz an

E briou a zo diskennet kals izeloc'h c'hoaz eget ne oant er bloaz 1934.

Ao. RONAN CAOUISSIN,
Représentant à PLEIBER-CHRIST.



Yec'hed ar Vugale

Ar "Sirop FERET"

a-eneb an Dokan

Graet gant louzaouennou hag a gaver er mor, ar sirop-man a ro nerz hag a yac'ha ar gwad. Ouspenn m'en deus eur vlez eus ar re wella, louzou all ebet ne ro kement a nerz d'ar vugale hag hen.

« Ramplasi a c'hell ervat an emulsionou, an eol-moru, ar sirop Portal, ar sirop Raifort iodé, hag all... » Ar vertuz em deus da yac'haat ar gwad, ouspenn ar vertuz da zigas an nerz d'an izili, a zo penn-abeg ma n'her roer Morse en aner d'ar vugale taget gant an dokan, an troueskennou leaz, ar werbl, an douriear fall, droug-ar-roue, hag ar zempladurez a deu warler'h ar ruzel hag an droe, etc.

En vente dans toutes les pharmacies.
Dépôt principal : GRANDE PHARMACIE DU PROGRÈS,
2, rue de Paris (au-dessus de l'Octroi), BREST.

" L'ULMINUCINE MOREUL "

est le dépuratif tonique idéal contre les humeurs, les vices du sang, glandes au cou, faiblesse, la touze des enfants.

Donne aux enfants ce teint frais et rose, indice de la santé. Parfait pour les jeunes filles dans la période de transformation.

Indispensable aux personnes âgées qui se plaignent de fatigues, douleurs, retour d'âge.

35 ans de ventes toujours croissant sont la meilleure garantie de l'efficacité de ce produit qui a la valeur du public.

Mères de famille, ne vous inquiétez pas, tant que vous donnez de l'Ulmnucine à vos enfants, vous les mettrez à l'abri d'un grand nombre de maladies, c'est le meilleur préventif de la tuberculose.

Prix : Grand flacon : 29 francs ;

Demi-flacon : 15 francs ;

Petit flacon : 10 francs.

Si vous toussez, prenez du SIROP CELTIQUE, un de ceux qui sont le plus estimés. Prix : 12 francs.

Klenved ar c'henou hag an dent

L. LAPQUONNE SUCCESEUR DE
L. JEZÉQUEL

Tenner dent

Loreet gant skol-vedesinerez Paris

A denn an dent hep poan bag a laka dent nevez, war aour ha war gaoutchouk, hervez ar skoueriu diveza Gwarantisa a ra e labour

RESEO A RA :

Bep Lun, e **LESNEVEN**. Hôtel Le Roux, ha bep Sadorn, e **BRASPARTS** hag er **FAOU**. — Ar chabinet a gonsultationou a zo digor e Brest, 4. passage Saint Martin, above eur beteg kreisteiz, ha da 2 eur beteg 6 eur. Télephone 0-16.



Ti koz L'OLLIEROU

L'HOSTIS & JORDE, Successeurs

18, 27, rue Louis-Pasteur, 18, 27. — BREST

... Pa ho pezo eun dra bennak da brena, dalc'hit sonj eo en HON TI e kavoc'h ato ar muia da joaz hag an dessiniou nevesa e mouchoquerou ha tavancherou brodet.

SEIZ, MEZER, HA DANVEZ A BEP SEURT

Dioc'h ar galite an ti-man a werz gwelloc'h-marc'had eget neus forz pehini all.

Eun eskompt a UGET REAL DRE GANT a vez roët e marc'hadourez, ha DEK DRE GANT d'ar familhou niverus diwar diskouez o c'hartenn.

— “Ne c'hellan ket lenn ken !...



**oent eo d'in
mont da di**

POITEL

*Ar gwella
marc'hadour
lunedou a zo e
MONTROULEZ!..*

*Eno
e kaver :
LUNEDOU
a bep seurt
evit an holl !..*

Hag eur Benveg eus ar re wella.
Evit ar re vouzar : Ar Sonotonor.



PHOTOS -- Appareils, Plaques, Pellicules (de toutes marques)

Ti POITEL :: Ti glas :: Ti a fizians

**War Blasen THIERS
MONTROULEZ**

— Eno e vez graet d'eoc'h ar gwella digemer —